

# RECIT

## EUZ A LABOURIOU

ERVOAN HERNOT

Sculp. en Lannhuon

DEUS 1844 D'HA 1869

*Laquet enn guerz gant Iann Ar Minouz, mab da Iann ha  
da Vari ar Morvan, domisiliet enn Pleumeur-Gautier,  
bilajen Zant-Adrien.*

War eunn tòn ezet d'

la fin.

vet,

, piou en deuz-han disquet?

ue, he boan hag he fatic,

et, hen groa 'ta pinvidic.

quet exsitan aman ar jalouzi :

zo micherourien, trec'het gand ann anvi,

ag a ra poan vraz d'eze, clewet comz anezan,

Bepret e renqont lezel tanta enor d'ezan.

Piou a zo dign a eror mui 'vit mignon ar C'hris,  
N'en d-eo quet ar re a invant ar guinardant, ar gist,  
Ann treo-ze a ve kazuz, eur vouec'h ma vent efet,  
Mignon ar groaz a dougo estim ann oll bepret.

Digaset aman dime, mar queret, eur <sup>g</sup>yan,  
War he benn eur gasketer, eun tok fir pe ledan,  
Ar groaz evel ma vouelo, ia, ma na ve quet zod,  
Rak-tâl, a rénto omaj d'ann outro mad Hernot.

'Vit piou Hernot a labour? oh! oll, en goud a red,  
A labour evit Doue hag ive 'vit ar bed;  
Dign eo eta da vezan, en pad e oll vue  
Gand oll dud vad ann douar, respectet braz bemde.

Mar hon deuz induljanso, enn peb-lec'h da c'honit,  
Eo Hernot dre he labour a denn dimp ar merit;  
Ma na ve quet a groajo, penôz en em stouin  
Diraze ive bemdeiz, d'amm daoulin da bedin?

Meulomp eta anezan, ha meulomp-han enn bras,  
Hag en em stouomp ive bemdeiz dirag ar groas,  
Ze n-eo quet dimp guel diez, rag en peb lec'h a zo  
Zavet gant ann den mad se, enn Breiz-Izel kroajo.

N-eo quet c'hoaz 'n em gontantet d- 'ober croajo neve,  
Ouspenn, hen deuz construet eunn nombr braz a veign he :  
N-eo caved eur vered, surtout barz enn hon bro,  
Gement na vouelfet quet deuz he vonumancho.

C'hoaz, ouspenn da gement-se, hen deuz groet statuyo,  
Pere ho deuz decoret nombr braz ha gouencho;  
Pas hep-quen en Breiz-Izel, mès dre oll barz en Frans;  
'Vit Doue, nep a labour, a gustum cavet chans.

Mès lezomp oll quement-se, er momet a goste,  
Ha comansomp da sitan ar labouriou neve  
Pere en deuz grêt Hernot aboue ma z-eo sculpteur,  
Quement-se c'hoaz, a brouvo, mui-ouz-mui, he ardeur.

'N-er memez tro a sitfomp, gant calz a joausdet,  
Ha bed medaillen, Hernot a zo bet decoret;  
Goud a refomp, ive, evel ma-z eo gleet,  
Meulodiou ar brassan d'he oll artizanet.

Ar listen euz he labour a zo hir hag enorm,  
Rag gret enn deuz ouvrajo ebars en peb sort form,  
Re m'he d'ober ho c'henvoel a-hinin-a-hinin,  
Mès diout-he ann total, dirazoc'h oll a rin.

Ann total deuz he groajo : pa vongd totalizet,  
Ha gant eun tiead dilicat dirag ann oll sitet,  
Beteg ann nombr a daou c'hant, a dra zur, a bigno,  
He veign bez 'barz ann tri mill, ive c'hoaz, 'n em gavo.

A c'hent-all, he statuio, pa vongt erfad clasquet,  
Tri-ugent, d'ann neubeutan, diout-he, 'vit cavet ;  
Quement-se dimpa discouez en deuz rentet preuven,  
En peb coulz, deuz he c'haloud hag ive c'hoaz creden.

C'hoaz, ouspenn da gompnt-se, en deuz bet construet  
Taer oter enn minerez, enn marbr ar bedervet,  
Curiuz ez eo guelet ar stum deuz he labour,  
Red eo credin a neve ann El 'vit he zicour.

N-eo quet c'hoaz 'n em gontantet d'ober aan traou caer-ze,  
Rag meur a fonz badeian hen deuz bet gret ive,  
Ann diaoul mui na c'hoerzo enn santier braz Hernot :  
Nann, rag na blich quet d'ezan quement a dreo devot.

Hernot en deuz ar bonheur da veza cristen mad,  
Ive he oll zujedi a rent enor d'ho zad :  
Na man quet ar blasfemmo nag leyodouet  
Queneubeud ar sotizo voar he santier tronet.

Ecartet hon eur momet, ho c'heuil re ma speret,  
Divoar labourio Hernot, eunn den quen estimet,  
Mès ec'h han d'en em rentan, o ia, hep dal pell,  
C'hoaz, voar listen ar c'hont-cho, 'vit ho explican goell.

Breman eta e lampfomb, en guiz d'ar sauteroll,  
Euz ar ger vad Lannhuon, betec ar vroyo pell ;  
'Vit contemplin en Hernot hag ive en he dud ;  
Dre-oll, eun Frans diouthe e-z eo redet ar vrud.

Goeled a refomb Hernot, hon fidelan mignon,  
Ho tennan e Lanvellec plan ha gonstrucion  
Eunn iliz vrao a nevez, hag hep donet d'en nac'h  
Ho rei eur gaer a flechen da dour iliz Plourac'h.

Gloar d'ann outro Ar Mongnet, person canton Plistin ;  
Rac harzet en deuz Hernot da gaved e rouin :  
Chansuz ez eo bed dezan, en penn e labourio,  
Rag drezan e commansaz da voerzan he groajo.

Enn mil eiz quant daou ugent ha pevar blaz ouspenn,  
Eunn datt hag a zo fazil, da bep-unan, da lenn,  
Ann den mad se a roas d'Hernot ar chans quantan,  
Hag aboe ec'h int chomet mignonet ar brassan.

Ar c'hentan croaz 'ta, Hernot, oc'h euz bet construet  
Enn Loguivy-Plougras a zo bet 'n em gavet  
Dre vertu lann ann Amsquer hag he berson meulab,  
Hep lenn ebarz ann histoar, quement-man zo credab.

Ann eil, neuze c'hoaz outro, ha ma mignon caret,  
Evit berret Trezini oc'h euz bet construet ;  
Ann daervet, en Plusquellec, damdostic da Galac,  
Da dud pere ouz Doue 'vel ilieo en em stag.

Ker-kent, 'barz en Pervoenan a construjoc'h eunn all,  
D'ar c'hanvet Jeann Ar Briand, eur plac'h fur ha leal,  
Rak-tal da vered Plunet, gand credin d'am c'homzo,  
Oc'h euz casset ar bempvet, Hernot, deuz ho croajo.

Ker-kent c'hoaz, gant ma c'hredin, evit bered Langoad  
Oc'h euz bed groed eur c'halvar en meign, ha nann en coad,  
Pehini, a remerkomp, pa reomp ar revu,  
Decoret guenac'h, Hernot, deuz a bevar statu.

Ac'hane, da Landreger, breman e partifomp,  
Hag eno, 'barz ar vered, Hernot, a gontemflomp  
Eur c'halvar deuz ar c'haeran, a ouffet da voelet,  
Pehini, enn ho santier, a zo c'hoaz construet.

Zablantout a ra dime, Hernot, me en lavar,  
Goelet, patant, dirazon menez trist ar c'halvar ;  
Ann daou laer a remerkan, enn-hi crusifiet :  
Unan anê a beb tu d'hon Zalver biniguet.

Ouspenn da ze a voelan, zant Iann hag ar Werc'hez  
Ouz troad ar groaz prosternet, gant guir dristidiguez,  
Zant Ervoan ha zant Thual a voelan c'hoaz ive,  
Goelet ho calvar, Hernot, zo eur guriosite.

Couiteomp krenn Landreger ha demp da Bloumilliau :  
Ann eizvet deuz ho croajo a voelfomp c'hoaz eno,  
Zavet, evit gloar Doue, gand eunn ine fidel,  
Anveet dre ann hano a outro Daniel.

Da vered Paol a c'heffomp hag a voelfomp ive,  
Construet guenac'h, Hernot, eur groaz caer a neve,  
Ker-kent, barz en Tonquedec a refomp eur bale,  
Goude, en Pleuveur-Gautier : chetu unnek aze ;

Ann nekvat croas, ma breuder, a zo 'ta destinet  
D'ar famill vad ha meulab, hanvet Ar Gauteret ;  
Pere a ra ho c'hornaj damdostik d'ar groas koad,  
En eur plas hag a hanver : plasen charmant Kerc'hoad.

An daouzevet croaz, breman, a zo èd da Blourhan,  
Gand ann outro ar C'hornec. Mès demp-ni, oll buan,  
Da gas eur c'halvar nevez da vourg Peurit-ar-Roc'h,  
Pe calvar ar mission, evit laret goelloc'h.

Ar c'halvar caer ze ive oc'h euz bet decoret  
Dimeuz a bewar statu ebarz er meign sculptet ;  
Enor a gloar da viquen, Hernot, da beureudis,  
Rag ho calvar, 'n ho pered, a ro lustr d'hoc'h iliz.

Peurit-ar-Roc'h cuiteomp, ha demp-ni c'hoaz da Brac,  
Eno, a voelfomp ive eur groaz laboured mad,  
Da Gerborz a retorfomp promptamant ac'hane :  
'Vit an outro Gouronec, setu eunn all, ive.

Kerborz breman cuiteomp, ha demp da Vreledi,  
Eno a voelfomp ive, ebars en harmoni,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran, genac'h c'hoaz construet,  
Pinin, d'an outro Gaudu, oc'h euz bet dediet.

Cuiteomp crenn Breledi ha lampomp en Hengoad.  
Atao, Hernot, 'vit bale, bezomp lijer a droad,  
Eno ive a voelfomp, gand calz a joausted,  
Eur c'halvar a daou statu, ho rei lustr d'ar vered.

Gant geun cuiteomp Hengoad ha demp da Drogueri  
En pelec'h c'hoas a voelfomp, enn enor d'ar Messi,  
Eur c'halvar deuz ar c'haeran hon deuz biscoaz goelet,  
Pinin, a bevoar statu a zo acompagnet.

Cuiteomp crenn Trogueri, ha demp-ni da Bleuzal,  
Hernot eta sortiomp, ha partiomp rak-tâl,  
Eno ive e voel-fomp, ho lustran ar vered,  
Eur c'halvar deuz ar c'hoantan, genac'h c'hoas construet.

D'ar c'halvar caer-ze ive, oc'h euz bet dediet  
Pevoar statu er c'hoantan a ouffet da voeled ;  
Gloar eta da Bleuzalis, meulodi ha respet  
Da vezan croaz ma Jezuz, quement embellisset.

Adieu dec'hu, Pleuzalis, coulz 'vel d'ho tour huel,  
Bremant n'imp renq moned beteq Plouguernevel ;  
En pelec'h a remerkin, Hernot, c'hoaz a neve,  
Eur c'halvar a daou statu, gret 'n ho santier ive.

Cuiteomp Plouguernevel ha demp da Vreledi :  
'Vit ann eil guec'h, a gredan, ec'h antrefomp enn-hi ;  
Couls 'vel ann outro Gaudu, ann outro, Carrio,  
Mær guec'hal er barous-se, a guere ar c'hroajo.

Eur c'halvar a daou statu, gant joa enn deuz prenet,  
Da decorin eur barouz a Vreledi hanvet ;  
Enor a gloar 'ta dean, kouls 'vel d'he vignonet,  
Rak me voel, enn he galon, kroaz Jezuz-Crist tronet.

Chanchomp a departamant ha demp d'ar Finistær,  
Ken a vezo ta Gaudu ha c'houi Carrio, mær,  
Ac'hane, pa retornfomp, Plougonver tremenet,  
A refomp ive memoar deuz ann outro Ar Bouget.

En Finistær, 'vel aman, a zo tud catholic,  
Surtout barz en eur barouz, a zo hanvet Henvic,  
Rag eno 'tu ar vere a voelan c'hoaz ive,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran, gret guenac'h a neve.

Delc'homp eta da vale, na gollomp ket amzer,  
En Costes-an-Nord 'n em rentomp, ha demp da Blougonver ;  
En pelec'h c'hoaz a welfomp eur groaz kaer a neve,  
Destinet ewit rentan gloar ive da Doue.

'Vit an deir gwec'h, a gredan, ez on en Breledi :  
Oh ! penoz a plic'h dime bepret antren enn-hi !  
Dre ma voelan tud devot enn-hi quement crouet,  
Pere da zevel croajo a zo oll devouet.

Ia, gant joa vraz a galon a renkan lavaret,  
Ez eo croaz zakr ma Jezuz en Breledi caret :  
Ann deirvet croaz a voelan, enn-hi 'ta antreet,  
Dre vertu an den mad-se : ann outro Ar Boujet.

Breman, da Landebaeron, Hernot, ni 'n em denno,  
Ha gand joa a zaludfomp ann outro Coculo,  
Pehini, gant gras Doue, a ra ive zevel  
Eur groaz, dimeuz ar c'haeran, da Vab ann Eternel.

Aman c'hoaz a fell dime, quen 'vit avans pelloc'h,  
Antren, evit an eil guec'h, en Peurit-Vraz-ar-Roc'h,  
En pelec'h, gand plijadur, a voelin c'hoaz unan  
Konstruet ganec'h, Hernot, d'an outro Zavidan.

Peurit-ar-Roc'h kuiteomp a demp-ni da Bleguien,  
Eno a welfomp ive, ebarz enn ber dermen,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran, genac'h c'hoaz construet,  
Pinin, d'ann outro Tanguy, oc'h euz bet dediet.

Kuiteomp breman Pleguien ha demp da Blaëranec,  
En pelec'h c'hoaz a vuelfomp, abeurs tud speredek,  
Eur c'halvar, deuz ar c'haeran a zo enn Breiz-Izel,  
Plaset ebars ar vered 'vid rei dimp-ni kentel.

Ar c'halvar ze, ma bredeur, a zo c'hoaz decoret  
Dimeuz a bevoar statu admirabl en Guenet,  
Joa em bezo da viquen, Hernot, ouz ho labour :  
Rak peb den, d'enn em zalvin, drezan a gav zicour.

Cuiteomp crenn Plaëranec, ha demp da Rostrenen,  
Eno a voelfomp ive, gant joa vraz c'hristenien,  
Eur c'halvar deuz ar c'haeran a daou statu ornet  
Pehini c'hoaz gand Hernot a zo bet construet.

Chetu me 'n em gaed breman en ker Castelaudren,  
Aboe pell a zo enn-hi a teziren antren ;  
Da voelet ar groaz kaer ze a zo dei dediet  
Gand Hernot a Lannhaon, mab henan Plouaret.

Ac'hane en em dennan, promptamant, en Porzic,  
En pelec'h c'hoaz a voelin eur groaz meurbed pinvidic,  
Construet gant-han ive bars ann intansion  
D'he c'hass gant croaz ar c'hastel d'ann Expositio.

Na fell quet din comz aman, ma bredeur, en nep g'iz,  
Deuz ann Expositio a zo bet en Paris ;  
N'omp quet arri c'hoas ganti, me gre pa n'arrifomp,  
Diou groaz, deuz ar charmantan, enni a remerfomp.

Da c'hortoz mond da Baris, d'emp-ni da Zant-Briec  
Ia, ebars ar ger vad-se, deus a ze on guiriec,  
Ervoan Hernot a dennaz eur gaer a vedalen  
Pehini a zo forjet ebars en aour melen.

Cuiteomp Castelaudren, ia, hag ive Porzic,  
Broiou pere da Hernot a zo ell pinvizic,  
Ha d'emp-ni d'en em rentan rak-tâl en bered Prad  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp eur groaz labouré mad.

Ac'hane, en em dennan promptamant d'ar Poithou,  
'Vit ober ive guelet que le barde Minous,  
Domisil 'n eur barous, hanvet Pleumeur-Gautier,  
A bien reçu d'Yves Hernot, le nom d'un chansonnier.

'Barz ar Poithou, pa n'arrian ha saludan hep-mar,  
Gant eur respect ar brasan, l'aimable duc des Cars,  
Pehini, gant gras Doue, a ra ive sevel,  
Eur groas caer 'vit consolin ann ineo fidel.

Breman dimes ar Poithou, d'emp-ni enn Côtes-du-Nord,  
Eur gueric c'hoaz a voelfomp, hanvet Saint-Quai-du-Port,  
Ho logean 'n he c'hreis ive, eur groas ar charmantan,  
Pehini d'Ervoan Hernot, gant joa ha damallan.

Gant eur joa deus ar brasan, red eo din en laret,  
A ran breman ma zisquenn enn parous Plouaret,  
En pelec'h a remerqan, gant calz a joausded,  
Ar c'havel en pehini, Hernot henn deus cousquet.

Aman, Hernot, a voelan, surtout voar ar vered,  
Gant an daoulagad digor, mill goech, sivoas, zerret :  
Eur pezh labour ar c'haera a meus biscoas goelet,  
Ia, ho clasq compren enn-han a scouiz re ma spered.

Mar g-eo caer en Landreguer, Hernot, quer ho calvar,  
Hep ober ma mantaizon, ive me a lavar :  
E z-eo c'hoas caer-pe-gueroc'h, en bered Plouaret,  
Ar pezh a zo guir, Hernot, a renkan lavaret.

Tolet aze ho sello, Hernot, hag a oelfet,  
Eur pezh labour ar c'haeran, pehini ec'h-elfet,  
En peb coulz da bresantin d'ar goellan sperejo,  
C'hoas na dizouloungt quet, buan ho secrejo.

'Vel goechal, en Golgotha, c'houi, dimp a represant,  
Dre ar c'haivar-ze quen caer, ar laer-ze quen mechant,  
Pinin dea da insultin he Vonarq e C'hrouer,  
Me raje dezan disquenn ma mije ar pover.

Ar laer deo<sup>u</sup> c'hoas a ouelan, mantret oll he galon,  
Ho c'houlén, ouz ma Jezuz, humblamant ar pardon ;  
Kerc'het primm eur squeul dime, m'enn cassin d'ann envo,  
Piou bennag a gar Jezuz, enn peb, coulz a venno.

Da visac'h sacr, ma Jezuz, ive c'hoaz a poan,  
Gant respect ma muzello outan start a stouan ;  
Ouz 'n em c'houlén humblamant, dimeus he beurs ar c'hraç,  
Da gavout 'vel ar laer deo, enn env, ive eur plaç.

Pebes admirasion ! en dro din pa zellan,  
Pevoar statu, d'ar c'halvar, ive c'hoas a voelan ;  
Zonj en devo da viquen, parous gaer Plouaret,  
Deus Hernot, he mab-henan, ganti quement karet.

Cuiteomp crenn Plouaret ha demp-ni c'hoaz ive  
Betec ar ger a Raon d'ober eunn tam bale,  
En pelec'h a remercfomp, gant admirasion,  
Etablissan a nevez eun Exposition.

Ar vedalen en arc'hant Hernot c'hoaz a c'hone,  
Deuz an Exposition, ebarz ar ger vraz se :  
Divoar benn diou groas charmant, 'n he santier construet,  
Pere, en ker a Raon, enn deuz bet exposet.

Plijet a ra he labour, me gred da raoniz,  
P'hen d- eo gour, o deus plaset damdostic d'ho iliz,  
Unan deus ann diou groaz-se a bere meus comzet,  
Ia, goude bezan dezan he labour mad peet.

Ouspenn, choaz a plich ive, d'ar re-all he labour,  
Nemert hep-ken d'ann hini a zo he adversour,  
'Vit 'n em zouten he unan ha zouten he famill :  
Ann eill croas en deuz guertzet 'vit mont da Offranvill.

Ma mill benediesion, a losquan 'ta gant joa,  
Voar ar personaj mad-se, ann outro bras Lanoy ;  
Dre garante 'vit Jezuz, e-z-eo deut da brenan  
Ar groas caer a bec'hini dirazoc'h a comzan.

Na skuizo quet 'ta Hernot, ho touch medaillenno,  
Bremen-zouden, enn Bourdel, eunn all c'hoaz en defo,  
Impossibl ez-eo dean nemert cavet decor,  
En peb-bro ec'h all bale en guiz d'ann den a enor.

Lannhuonis, a nevez, m'ho ped, 'n em difunet,  
Ma voelfet c'hoas ho mignon, gant gloar vraz curunet  
Deuz eur gaer a vedailen ebarz en bronze forjet ;  
Ma na deut d'hen respectin, ho calon zo scornet.

Cuiteomp ker a Vourdel, hep nep rebulion,  
Ha leveromp oll adieu d'he exposition,  
Ha demp-ni d'en em rentan en parouz vad Plouaret  
Situét, Lannhuonis, damdostic mad d'ar ker.

Ar c'halvar caer ze ive a zo c'hoas n douar,  
Dimes a bevoar statu, ebars en mei vezan caer  
Ouspen da ze, ar gouris a ra ann drec'h  
Eur c'hoar d'hini Planiel : o ec'h eo ar hep mar.



Quen-a-vezo 'ta brema parous meulab Plouber,  
Forcet hon d'en em renta, rak-tal, enn Finister,  
En pelec'h gant plijadur a voelin c'hoaz prestec,  
Eur groas caer a vision, gret evit Carantec.

Deus ar Finister breman a renqan mont d'ar Sarthe,  
Ober lampo quement-se, a gavan a zo stard,  
Més p'en d-eo hir ma diou c'har, ma El mad baleomp,  
Prestic enn Château-Gontier, me gred e c'harifomp.

Enn Château-Gontier ive gant joa vraz contemplomp,  
Labouriou Ervoan Hernot, ouspenn, c'hoaz ho meulomp,  
Eur groaz eno a voelfomp hag a zo admirabl  
Gret evit rentan honor d'hon Zalver adorabl.

Deuz ar Sarthe eta breman, n'allan pelloc'h en nac'h,  
A renqan en em renta enn parous vad Plourac'h,  
D'anons eur groaz caer ive, a zo dezi roet  
Gant ar sculpter braz Hernot, enn hon zoez quen brudet.

N'allan pelloc'h deporti, red eo dime rak-tal,  
Antren evit ann eill goech enn parous vraz Pleuzal,  
En pelec'h gant plijadur a voelin c'hoaz unan,  
Construet guenac'h, Hernot, da famill vad Conan.

Chetu men 'ta 'n em rentet enn bered Coatreven,  
Goude bezan tremenet Peurit ha Roc'h-Derrien,  
Hag eved eur chopinad ebars ar Poull-Lostec,  
'Vel piedtour Landreger, dale'h mad on ho redec.

Ya ebars ar vered-se, quen coant ha quen charmant,  
A voelan c'hoas eur groaz caer meurbet ambellissant,  
Dirag pehini bemde peb christen en em stou,  
Rentomp bepred da Jezuz gant joa ar rendez-vous.

Chetu me ive breman, en parous Plaëranec,  
Pa dremenis bag-baudic, na moa quet eur guennec,  
Ar passager em c'hassaz a dreus d'ar rivier, prim,  
En avani na bæent nemert gant daou centim.

Oh ! caeran croas a voelan, er barous-se zavet,  
Hep comz dac'h deus ann hini a zo 'bars ar vered,  
Pini a atribuan da gristenien fidel,  
Pere a rent da Zata, enn peb amzer, brezel.

Adieu 'ta 'vit ann eill goech, da barous Plaëranec,  
Red eo dime 'n em renta, rak-tal enn Plouëzec,  
En pelec'h gant plijadur, a voelin c'hoaz ive,  
Eur c'hoaz a dri sttu construet a neve.

Oh ! se 'ta ive bered Planiel,  
Enn peb n'ann, ia, gand eur joa zantel,  
Eur c'haivar d'ann, a oufet da voelet,  
Pini a bevoar s'ann c'hoaz decoret.

A c'hent all c'hoaz eur gouris a ra ann dro d'he gar,  
Eur pez coant, deuz ar c'hoanta o ec'h-ee zur hep mar,  
Calvar Plouber ha c'honhez, red eo din en laret,  
Ho deuz an er da veza, veritabl, c'hoarezet.

Chetu me 'n em gâd, ive ebars en Langorla,  
Eur groaz caer a zo eno, m'oll joausted a ra;  
Mès, red eo dime tec'hel ac'hane goel vuan  
Evit goelet eur groaz caer groet evit Zant-Veran.

Ac'hane, breman ive, buan me n'em denno,  
Evit rentan eur vizit gant joa da Zant-Ygeau,  
Ker-kent, barz en Tregornan, me a rei ma zisqenn;  
Goude, en Zant-Nicolas, hanvet ive Pelem.

Ebarz ann tri plas caer-ze me a meuz remerquet,  
Taer c'hroaz, deus ar charmantan a ouffet da voelet,  
Mès, lêzomp-oll quement-se, achuomp hon phrasen,  
Ha roomp d'Ervoan Hernot eur gaer a vedaillen.

Setu me 'n em gâd brema, en kær vras ann Nanvnet:  
Calz goelloc'h 'vit eur glesquer, me gred a meuz lampet;  
En mil eiz-cant-tri-uguent a ran bepret ma lamm,  
Eur blavez c'hoaz a voarnhê, hep en n'em dromplan tamm.

Ya, enn Nanvnet a voeler exposet c'hoaz ive,  
Gant ar sculpter braz Hernot, eur groaz caer a neve,  
Pinin breman a depoz gant consolasion;  
En eur vro hag a hanver Zant-Christophe-Ligneron.

Eur voel, epquen, a c'honhez a raviz ar zello,  
Rag, eun nombr braz a æle en dro dêzhi a zo;  
Me gont ann hanteur-dousen pa zellan ar scritur,  
Ya, eur groaz deuz ar c'haeran ez eo hag a dra zur.

Ar groaz caer-ze quen meulab ha quen caer en Guent,  
Gand ann itron vad Mauclerc, 'vid guir, a zo prenet:  
'Vit monet da habitan ebarz ar vroyo pell,  
'Vit he goelet en Vende taulomp breman eur zell.

Talvezet ez eo d'Hernot eur gaer a vedaillen,  
Forjet ebars en arc'hant, ha bras en modulen:  
Chetu peder 'ta dean, da c'hortoz ar bempvet,  
Quen 'vit-ar-fin a clozo, gant joa, voar ann degvet.

En mill eiz cant tri-ugent ha daou vla c'hoaz ive,  
En Zant-Yann-Kerdaniel me a ra ma aritre,  
P'he z-ee guir eo ma faeron, me gred vi n arri mad,  
P'he z-on ive he fillor, me yell joaus d'ee cad.

Voar he droejo a voelan ive c'hoaz eur calvar.  
Unan deuz ar charmantan a zo voar a  
N'en deuz dezi nep moyen nemert da  
P'en d-ee guir a reprezant ar C'hrist he  
daou laer.

Piou dezi a zo perc'hen ? dac'hu me a respont :  
Penez eo en Guébriant, an den mad-se, bescont ;  
Ouspenn da ze e laran enn deus ive ar c'hras,  
Da gaved enn he galon evit Croaz Jesus plas.

Chetu me 'n em gad breman voar douar Pludual,  
Hannes, 'vit guir, ne man quet en bro zant Thudual ;  
Kent evit comz dac'h bepret pelloc'h deuz he c'broajo,  
Zaludomp oll, gant respect, zant Giles-ar-C'hoajo.

Chetu me c'hoas en Cesson, damdostic da Raon,  
Ma vanqfen voar ma c'harten a ranfe ma c'halon :  
Eur groaz zo en pep-hinin, gand Hernot construet,  
Pa meuz hanvet peb parous, breman 'n em goncluet.

Oh ! caeran croaz a voelan, damdostic da Vitre,  
Me gred ez eo destinet d'an outro Argendre ;  
Eunn all c'hoaz a remerquan en Peurit-ar-Bescont,  
Hag eunn all en Pont-Melvez, goel nombruz eo ar gont.

Cuiteomp crenn Pont-Melvez ha demp d'ar Mousteru,  
Da binin ker vad Goengamb a ro bepret repu,  
Eno ive a voelfomp eur c'halvar ar c'haeran  
Decoret gant daou statu dimez ar charmantan.

Ouzpenn da ze a welfomp ann disquennerien groaz,  
Deuz a bere hon sculpter-en deuz bed groet he choaz  
Evit donet d'inspiran maro ha passion  
Jezuz-christ, hon Redemptor, dôn, dôn en peb calon.

Piou muoc'h evit Hernot a zo dign a verit ?  
Chetu-an ho labourad da Augustin David :  
Pehini en Zant-Briec a ra he demeureans ;  
Rentomp bepret d'hon pastor mil a mil reverans.

Oh ! ma ve ni a voelfe ar groaz melodius,  
Construet en Lannhuon, da vouir disquib Jezuz,  
A lavarfemp a galon : aman a zo spered ;  
Nann, nann biquen penn Hernot, gand den na vo trec'het.

Ar pez a zo curiuz ebars ar groaz caer-ze,  
Eo eur breton a voeler, en mineres ive,  
Stouet, devot, d'ann daoulin hag ann deiz hag ann noz,  
Ho clasq ber dimp pignal en squeul ar baradoz.

Breman, a Zant-Briec, a coean em farous  
'Vit o memoar euz ann outro Kerous,  
Pehini gras Doue, a dalc'h c'hoaz da vevan :  
Parze ar-uguent, he noad a ro dean.

Gouire eo quet din util expliqan quement-se,  
Mes, c'hoant mens a gomprenfac'h, ann eil hag eguile,  
Penez eo a den, ha penoz ez eo mæ ;  
Hen regl din mæ, quen 'vit antren en kær.

Voar douar zant Aaron, eunn ine qen fidel,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran a ra ive zavel ;  
Pehini a zaluder gand respet ha furnes :  
Ar groaz, coulz 'vel e ferc'hen, zo leun a vadelez.

Cuiteomp Pleuveur-Gautier, a demp da Blaniel,  
Ann outro Maureo ive, ann den-ze quen zantel,  
A zav eur groaz enn enor d'ar Zalver prometet,  
Ia, dign ez eo da vezan gand ann oll respectet.

N'allan quet monet breman, 'vit guir da Gærescant,  
Ma vangfen voar ma noten, a ven-me drouc-contant,  
Pa vo ar c'houlz ec'h arriin, n'ho pezet quet a doan ;  
Demp-ni bepret da Blunet ha goude da Runan.

'Bars en Plunet, pa n'arrian, gand admirasion,  
Me a deu da remerqout croaz caër ar mission,  
Construet c'hoaz gand Hernot, sculpter braz Lannhuon ;  
Pedomp bernde dirazi, gand gouir devosion.

En Runan pa disqennan, rak-tal me a c'houlen  
Quêlo deus ann den mad se ; ann outro ar C'hoalen ;  
En esper en zaludi, deus a greis ma c'halon,  
Dre ma z'eo da groaz Jezuz en peb coulz gouir vignon.

Couiteomp, ive, brema, parous caer ar Runan,  
Ha demp-ni d'en n'em rentan en berret Pouldouran ;  
En pellec'h c'hoaz a voelfomp gant admirasion,  
Zavet gant Fantic Adam, croaz caer ar mission.

N'allan quet tremen amman hep antren en ilis,  
Rag curius eo goelet peguen caer a fleuris ;  
Ti adorabl ma Doue 'n eur barous quen bian ;  
N'eo quet 'vit ec'h imitan er vro tout 'n eun unan.

Breman, da Henanbihen en em denfomp ive,  
Da Zant-Jacut-ar-Menez ec'h effomp c'hoaz goude,  
Ker-Kent, c'hoaz, ha tisquenfomp en parous vad Bulat,  
Henon ha Canihuel, en Begard on n'em gad :

Ar vroic-ze, ma breudeur, a bere meuz comzet,  
Evel m'eo Canihuel, Caouennec ha Berc'het,  
Deus a groajo ar c'haeran a zo oll decoret,  
Da vezo croaz ma Jezuz gant ann oll aderet.

'Vit an eil goech a gredan a meuz ive ar c'hraz  
Da had ober ma disquenn en Loguivy-Plougraz ;  
En pellec'h c'hoaz a voelan eur groaz labouret pi  
Dre vertu ar plac'h fur-ze Visantan ar Yacob.

'Vit an eil goech a voelan ez on c'hoaz en em gâd,  
Gant calz deuz a blijadur, ebarz en berret Frat  
En pellec'h c'hoaz a cavan eur groaz caer, a nove,  
Gœrzet da Yann ann Antonn, gouir vignon du Doue.

Deuz a Brat, gant promptitut, brema me 'n em denno  
' Vit donet d'en em rentan e Zant-Jiles-Pligeaux ;  
En pellec'h c'hoaz a voelin, quen 'vit ober m'adieu,  
Eur groaz dimeus ar c'haeran, demp brema da Languieux.

Da Languieux a zo ive rent eur gaer a groaz  
Defaut a grist, a voelan eman zivoas en noaz,  
Red a vezo he gouisquan, rak me a gav eun dra drist  
Lemel ma zauq da groajo pere a ve hep Crist.

Chetu me. gant joausted, en parouz vad Cavon,  
En pelec'h c'hoaz a voelan, couls evel en Raon,  
Eur groaz dimeus ar c'haeran, gand Hernot deposet,  
Pehini 'bars en Bourdel e zo bed decoret.

Deuz a Gavon 'n em dennomp brema en Bourbriac  
En pelec'h c'hoas a voelfomp tud pere en em stag  
A galon ouz croaz Jezuz hag ouz he souffranso ;  
Eur c'halvar a daou statu, eno, ni a gavo.

Deuz a Vourbriac breman diredomp da Blistin,  
Quemeromp dour biniguet, mar zo 'bars ar piscin,  
Groecomp zin a groaz ive leveromp hon feden,  
P'en d-eo gouir barz en Jezuz ez eo braz hon c'hreden.

N'eo quet dimp-ni suffisant laret hon fedenno,  
Petra benag en Jezuz ; eo braz ho c'hredenno ;  
Red eo dimp c'hoaz saludin ar c'halvar binniguet ;  
Pinin zo, gand daou statu, da Blistin quiniguet.

Deuz a Blistin 'n em dennan, promptamant, en Goarec,  
En pelec'h c'hoaz a voelan, gand joa vraz, eur bélec  
Hanvet ann outro Galerne, eur veritabl mignon  
Da groaz zantel ma Jezuz hag ive d'he galon.

Ar pastor-ze, quen zantel, en deuz ar fortun gaer ;  
En lec'h eur groaz a voelan en deuz bed prenet taer,  
Mil melodi 'ta dean hag ive mil bennoz,  
Ha gras dimp oll d'en guelet en gloar ar baradoz.

Ar pez a blich ar muan, breman d'em fantazi,  
Evit ar bedergoezet, e zon en Breledi  
Ho comtemplin ar groaz se, zavet gand Carrio  
Mær goejall 'bars ar barouz, Doue d'en pardono.

Deuz a Vreledi breman a lampan en Coadout,  
Eur groaz caer a zo eno a zo ive d'em goud,  
Ma mil benoz voar Hernot, hen eo tad ar c'hroajou,  
Dre oll embellisset gantan ar c'hroaz-hentcho.

Ac'hand em dennan en Ploumagoar ive,  
Ha gant joa a saludin an outro Lorgere,  
Ker-kent, ebars a Hénon a ran c'hoaz ma antre,  
Vit donet da zantel ann itron vad Bede.

Ann diou ine-ze, quen caer, ive quen estonabl,  
Ho deuz peb a groaz prenet hag a zo admirabl ;  
Da virviquen ma c'halon outhe en em stago,  
P'en d-eo gouir a preferont Jezuz voar ho mado.

Petra benag ma habit n'en d-eo mui nemert stoup,  
A meuz c'hoaz ann hardisson da disquen en Zant-Loup,  
En pelec'h a c'houlennan, gand eur vouez ezomec,  
Quelo deuz an den mad-se, ann outro Ar C'hornec.

Respontet a zo dime, gand eur joa ar vrassan,  
Henn deuz groet zével ive eur groaz deuz ar c'hoantan,  
Contant on a guement-se, n'allan mui dale pell ;  
Breman e renqan monet buan da Neuvchatell.

Damdost da gaer a Rouan e man ar plas mad-se ,  
En pelec'h c'hoaz a voelan, eur groaz caer a neve  
Embeisset gand Hernot, sculpter braz Lannhuon.  
Chetu me 'n em gad breman 'barz en Lescoat-Jugon.

En Lescoat a remerqan eur groaz caer ha charmant ;  
Disquennomp 'barz en Quitin ive c'hoaz promptamant  
Da voelet ar groaz meulab, gand Hernot construet,  
D'ann itronezet vad-se, ann Urselinezet.

Goude bezan couiteet ar ger vad a Quintin,  
Coulz memez 'vel ar gouent, hanvet ann Urselin,  
E teuan d'en em rentan en ker vad Montroules ;  
En pelec'h a remerqan n'on ped Carmelites.

Aman 'teu da jonch dime a Franseza Amboaz :  
Eur gouir imitatoures da Jezuz ha d'he groaz,  
Hag a behini ive a ran c'hoaz ar vue,  
P'am bezo fin da Hernot, ann oil a voelo-ze.

Neuz quet pell en Montroules, 'vit gouir en em guefent,  
Da zileo ma c'hanaouen, peb unan a bedent,  
Ma c'haljent dond da laret ho divije clêvet  
Comz deuz eur groaz ar c'haeran d'ar C'harmelitezet.

Ar groaz caer-ze quen meulab, a doug eur gurunen  
Pinin n'en d-eo composet nemert deuz a anquen,  
N'en d-eo quet 'la gand fleurio a teuer dec'h ornin,  
Pen d-eo gouir eo ar piquo a deu dec'h antourin.

Couiteomp ker Montroulez ha demp-ni da Blemi,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran a voelfomp c'hoaz ennhi,  
Eur c'halvar a daou statu, ive quen 'vit ar fin,  
Ervoan Hernot a gaso da barous vad Plerin.

Chetu me 'n em gaet breman, hep cavet nep zicour  
En eur vro hag a hanvoer bro meulab Moncontour,  
En pelec'h gand daou statu, me a voel c'hoaz ornet  
Eur c'halvar deuz ar c'haeran, gand Hernot construet.

Moncontour crenn couteomp, tremenomp Zant-Briec  
Ha demp-ni d'en em rentan en parous vad Plouec,  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp, gand ar joa vraz, hep mar,  
Eur groaz nevoe dediet d'ann itron Guyomar.

Chetu me forset breman da gouitad crenn Plouec,  
Evit disquen en Plelauff, damdostic da Voarec ;  
En pelec'h c'hoaz a voelin, gand eur joa ar vrassan,  
Coulz evel barz en Pleneuf, eur groaz ar charmantan.

Chetu me c'hoaz en Langueux, coulz 'vel en Zant-Fiacr,  
En Plouezoc'h (1), en Corlaix ha 'vel dre eur miracl.  
En em gavan, en gwirion, damdostic da Evran,  
Breman-zouden, en Trébri, me 'n em denno buan ;

Ar vroio man, ma breudeur, a here a comzan  
A zo c'hoaz embelisset gand croajo ar c'haeran,  
Construet oil gand Hernot, coulz evel gand he dud,  
Voar guement-man, ma breudeur, n'allan pelloc'h chomm mud.

Retornomp c'hoaz en Trebri, rag eno a voelan,  
Gant calz a joa eunn abat pehini a garan,  
Dimeuz a greiz ma c'halon hag a greiz ma ine,  
Dre m'en deuz ive zavet eur groaz 'vit gloar Doue.

An abat-ze, ma breudeur, a zo hanvet Clement,  
Mar goc'h zantel oc'h ive, oll demeuz he guerent,  
Meulomp Doue, eveltan, meulomp he bersonaj  
Ha demp-ni d'en em rentan ebarz en Ermitaj.

En Ermitaj a voelan ive c'hoaz eunn abat,  
Pinin a ra da zatan, en peb coulz, calonat,  
Bemdeiz a man ho prezec gant nerz henep dean,  
Deuz he beurs eur groaz neve gant joa c'hoaz a voelan.

Ann abat-ze, ma breudeur, a zo hanvet David,  
Meulomp oll he bersonaj hag ive he verit ;  
Pedomp Doue evitan hag enn deiz hag enn noz,  
Ma casso c'hoaz ineo a leiz d'ar baradoz.

Breman meuz eunn avantaj hag ive ar merit,  
Da vond evit ann derved goech en parous vad Peurit,  
Damdostic da Roc'h-Derrien a man ar plas caer-man,  
Pehini Provost-Launay a deu d'ambellissan.

En eur c'hastel curius hanved *Pen-Braz-ar-C'hoad*,  
Pehini a zo iaouank, en guirione en noad,  
P'en d-eo guir ez eo nevez, me voel ive ar groaz,  
Deuz a binin, hon outro, en deuz bed groet he choaz.

Couiteomp breman Peurit ha demp-ni da Uzel,  
Lomikæl-an-Trez, ker-kent, a renqfomp da c'hennvel,  
Ouz 'n em dont da declarin penoz he deuz ive,  
Resevet, coulz 'el Uzel, eur groaz caer ha neve.

(1) Finistère.

Lomikæel crenn cuiteomp ha demp da Zant-Briec,  
Eno ebarz ar vered deuz a ze hon guiziec,  
Ervoan Hernot a gassas eur groaz caer a neve,  
Bed en Exposition, ha prenet ac'hane.

Breman, deuz a Zant-Briec, me a barti buan  
Evit ober ma zisquenn, gand joa vraz, en Plélan;  
Ille-et-Vilaine, a glevan a zo dei bro natal,  
Eun histoar, ran diouti, na vezo mui fatal.

Eur c'halvar a daou statu, eno a remerquan,  
Pebes joa a ra dime! em listen pa zellan,  
Me voel c'hoaz ar vedailen 'vit Hernot destinet,  
Pehini a zo, ive ebarz ann aour forjet.

Croaz admirabl Zant-Briec ha calvar caer Plélan  
Ho deuz a grenn decoret evit biquen Ervoan;  
Fachan a ra diouzin dre fors dont d'en meulin,  
Ar pez a zo gouir bepret, dre oll, ec'h anonsin.

Chetu me deuz a Blelan, coulz 'vel a Zant-Briec,  
Oc'h ober c'hoaz ma zisquen en parous Plaëranec;  
En pelec'h a remerquan, d'an outro Gourio,  
Eur groaz gand christ ha goerc'hez, admirabl d'ar zello.

Breman deuz a Blaëranec, Hernot, ni 'n em denno,  
Evit rentan eur vizit ive da Dregonneau,  
En pelec'h c'hoaz, a voelfomp gant eur joa meurbet braz,  
Eur groaz nevez construet da famill vad ar Braz.

Goude c'hoaz 'bars Lantic, coulz 'vel en Zant-Trimœl,  
Hon defo Ervoan Hernot, gant plijadur a voel,  
Deuz a diou groaz ar c'haeran, guenac'h c'hoaz construet,  
Chetu me en Treleven, a greis-tout 'n em rentet.

En Treleven a voelan ive eur gaer a groaz,  
D'antren en Plouër breman me a mcuz grêt ma choaz,  
Arri hon damdost da Dinam, mès ingal eo ze din,  
'Vit quen a vin zod bepred barz er guer a chommin.

En Plouër c'hoaz a voelan eur groaz caer ha neve,  
Goude bezan he goelet, 'n em denna ac'hane,  
'Vit donet d'en em rentan en parous vad Pleuzal,  
Ann outro mad Gouriou, me a zalud rak-tâl.

Ann den mad-se c'hoaz ive, en hon zouez quen meulet,  
Eur groaz dimes ar c'haeran, hen deuz bet construet,  
Dre he speret, he galon, he desir, he furnez,  
Me gred ez eo azeet voar dron ar zantelez.

N'eo quet bed avoalc'h dean decorin Pleuzalis,  
Ive c'hoaz en Breledi, he labour a fleuris;  
Oh! nag a groaz a oelan, er barouz-se zavet,  
Credin ran hep n'em dromplan eo c'homan anjempved.



Breman deuz a Violedi, demp-ni da Zant-Herve,  
Me gred en quichen Uzel e man ar plaç caer-ze,  
Ac'hane en em denfomp enn parous vad Treve,  
Damdostic da Loudeac, ha joa a ra din-ze.

Barz er plaso-ze ive, coulz 'vel er plaso all,  
A zo groet c'hoaz labourio pere n'en dingt ket fall,  
Henor ha gloar da Hernot, ia, caer enn deus fachan,  
Pa verit meulodio rein dezan a renquan.

Chetú me n'em gad breman gand calz a joausdet,  
En parous vad Peder nec, eur vro 't quen meulet,  
En pelec'h a remerquan gant admiration,  
Eur groaz dimeus ar c'haeran, groet c'hoaz enn Lannhuon.

Ar groaz quen caer, quen meulab, a binin he comzan,  
'Vit guir a zo dleourez : d'an ine ar goellan,  
Pehini, gant gras Doue, hen deus bepret doujet.  
Jezuz he vest, he zalver : he hano 'zo Boujet.

Quent 'vit couitad Peder nec a meus c'hoaz ann henor,  
Da gomz d'ac'h, Ervoan Hernot, gant joa euz ho fillor ;  
Pehini er barouz-se me gred a zo zakrist,  
Quement-se a c'honezo din eur chopinat gist.

Peder nec a guitean breman joaus ha gai,  
Ouz n'em fixan ma zello var dossen Mene-Brai,  
Ha voar di eur skolerez a zo er bourg eno,  
Rag honnez a zo natif ive demeuz ma bro.

Adieu 'ta da Bedernec, gand ceun, me a lavar,  
'Vit donet da zaludin, gand joa, an duc des Cars.  
Pehini, 'vit an eil goec'h, a ra ive zével  
Eur groaz, dimeuz ar c'haeran, d'he Vestr Celestiel.

Deuz ar Poethou 'n em dennan rak-tal en Treveneuc,  
En pelec'h ec'h antrean, joaus 'vel pemb coennec,  
Da voelet ar groaz caer-ze a zo dezi roet  
Gant ann itron quen meulap dign da veza caret.

Ann itron-ze, ma breudeur, a binin meuz comzet,  
A zo itron Treveneuc, gant peb unan hanvet ;  
Mes lezomp oll quement-se, crenammant a goste,  
Ha demp-ni d'en n'em rentan barz ar Chapel-Neve.

Eno ive a voelan gant calz ha joausted,  
Eur groaz dimeus ar c'haeran gant Hernot construet,  
Ho tecorin ar vered a binin a comzan,  
Poent eo din en Lanriven me gred en em rentan,

Chetu me en Lanrivan, groet guenin ma zisquen,  
En pelec'h gant plijadur, me a deu c'hoaz da lenn,  
Enn eur galon ar goellan a meuz anevezet,  
Dre ma z-eo gant Jezuz, en peb amzer, caret.

Ia, gant joa vraz a voelan ann abat Daniel,  
Ho sevel ive eur groaz d'he Vest se estiel;  
En peb coulz me en meulo ha dleet din ober  
Ia, dre ma z-ao guir vignon da Jezuz hon Zalver.

Chetu me 'n em gad breman, en Mael-Pestivien,  
Da c'hortoz en em rentan en parous vad Kerrien,  
En pelec'h c'hoaz a voelm eur groaz caer ha neve,  
Ervoan an Dret, enn Kerrien, enn deuz eunn all ive.

Deuz a Guerrien n'em dennan rak-tal en Plougrescant,  
En Pelec'h c'hoaz a voelan eur groaz caer ha charmant;  
Groet ive en Lannhuon, en ti Hernot sculpter,  
Breman oll a tisquenfomp en ker vad Landreguer.

Coulz evel en Montroulez, hag ive en Quintin,  
Me a gavo d'ac'h merc'het, pere d'ar groaz divin  
A zo mil-goec'h devotoc'h 'vit n'eo ar merc'het all,  
Pa glevfet ho hanoyo c'houi em c'hredo rak-tal :

Ar merc'het se, ma breudeur, a zo gouir c'hoarezet;  
Da groaz zantel ma Jezuz ive mignonezet,  
Dimeuz ar goellan reglen hi ho deuz groet ho choaz,  
Ha zo caus m'ho galvoer, oll, Seurezet-ar-Groaz.

'Vit donet d'ho c'hontantin Hernot, a Lannhuon,  
Ia, dre ma z-ao evel-the da Jezuz gouir vignon,  
A deu c'hoaz d'embelissan eur groaz caer a neve  
Destinet evit rentan homaj da Vab Doue.

Pa n'arriin 'bars er retret, gant joa, me zaludo  
Ar groaz-se quen presius, ker-kent, me 'n em stouo  
Humblamant c'hoaz d'ann daoulin dirag ar zant braz-se  
Hanvet, gant joa, zant Joseph tad-maguer da Doue.

Pebes lamp deuz Landreguer, an dro-man, a meuz groet,  
Chetu me ed da goean en parous vad Plemet,  
Ker-kent, en Pleudaniel a Lampan adarre :  
Oh ! caeran croaz a voelan d'ann outro Kerangue.

Chetu me, 'vit ann eil goech, en parous Penvenan,  
Eur c'halvar a daou statu a voelan c'hoaz buan,  
Ebars ar barous vad-se, gand Hernot construet;  
En Peurit-ar-Roc'h adarre me voel on 'n em rentet.

Maudes Ar Berr a voelan oc'h ober c'hoaz e choaz  
En ker vad a Lannhuon, dimeuz eur gaer a groaz  
'Vit he flasan en Peurit, damdost da Roc'h-Derrien;  
Leveromp oll evitan ive peb a beden.

Ker-kent, c'hoaz, gant ma c'hredin, n'allan pelloc'h en nac'h,  
A voelan ive ornin parous meulab Plouac'h  
Dimeus eur groaz vision, gand hon sculpter Hernot  
Pehini a blich dean bepret ann dud devot.

Deus a Blourac'h 'n em dennan, o ia hep dale-pell  
Evit rein eur groaz neve da barous vad Plouguiell,  
Pinin ra he demeureans, gand jubilation,  
En ti ann outro Rivoalan, pe en Loch-ar-Baron.

C'hoaz eo dime digoezet lezel betec ar fin  
Eur gaer a groaz vision groet evit Goudelin,  
En mil-eiz-cant-tri-uguent, eur groaz caer-ze a voa,  
Pevoar bla just d'ar goude : croaz vision Guessoy.

Chetu me arri ive en parous vad Camlez,  
Ho terc'hel re da vale, zivoas ! me 'n em foez  
Eur groaz caer a vision a voelan c'hoaz eno,  
Bremen, 'bars en Coatreven, rak-tal, me 'n em gavo.

Eur groaz dimeus ar c'haeran, hag ive c'hoaz charmant,  
Me a deu da remerqout, voar douar ker Arc'hant,  
Pinin a zo destinet d'ann outro Bauveurge,  
Mær en parous Coatreven, ha mignon da Doue.

En mil-eiz-cant-tri-uguent hag eiz vla c'hoaz ganthe  
En parous Pleumeur-Gautier me a ra ma antre,  
'Vit anons ar groaz caer-ze groet d'an den mad Nicol :  
Ar bedervet eo honnes, quement-se em c'honzol.

N'en deuz nemert Breledi a guement a deufe  
D'accompagni Pleuveuris, gand ho c'hroajo neve :  
Pemb eno a meus contet, en Pleuveur a zo c'hoeh,  
Citab e z-eo ma farous, me gred din, en peb-lec'h.

Deus a Bleuveur 'ta breman, gand eonzolasion,  
Plasomp en Landebaëron croaz caer ar mission  
Ac'hane en em denfomp ive da Lanvilin :  
Croaz vision c'hoaz eno, coulz 'vel en Goudelin.

Deuz a Lanvilin breman, n'em dennomp d'ar Squiffiec,  
Famill devot Botho-a, deus a ze hon guiec,  
A zav c'hoaz eur groaz neve d'hon Zalver adorabl,  
Ho labour, Ervoan Hernot, a zo caer ha meulab.

Petra bennag ann hirdeur dimeus ma c'hanouen,  
A ra dime trangressin barz en meur a phrasen,  
A vo red din rein bepret, 'vel meus intansion,  
Meulodio ar brassan d'Hernot, a Lannhuon.

O ! caeran croaz a voelan, ive peguen charmant,  
Pinvidic c'hoaz enn guenet, coulz 'vel en ormammant,  
Dirag dor ann iliz vraz en Lannhuon plasset,  
Goude bean en Paris he sculpter decoret.

Ma ve red din depeignin eur groaz quen preciaz,  
Groet, gant Hernot, 'vit discoe soufranso ma Jezuz,  
A me cals re da ober, red eo din 'ta tevel,  
Nan n'allan mui ma spered huelloc'h 'n'em zével.

Couscoude gant ann anvi me voel ez-on trec'het ;  
Red vo din 'ta exersin ac'hanout ma spered,  
Ma renti meulodiou da Hernot mu-buz-mui ;  
Lezen ann obeissans ganime o c'heunni :

Comtempl 'barz eur rezinen a ra ann dro dar groaz,  
Deuz eur c'hrappat diouti groa breman prim da choaz,  
N'out quet ont fad estonet ha pa ve franq ar guin,  
P'en-d-eo guir en peb saison e produ ar raisin.

Ia, sell aman eur c'hrappat hag a zo zur daro,  
Tosteet 'ta bugale, lest ar bombonigo,  
N'oc'h pelloc'h evit tapout caer c'heuz crappall bep-eil,  
Dificil eo dec'h ive lampet a dreist d'ann dreill.

Tosta c'hoaz aman Morvan, guir denner portrejo,  
Da dennan ar groaz caer-man dispac da oll ardo ;  
M'ar tennez din anezi, evel ma man prezant,  
Me roio did, mar querez ar pez a meuz arc'hant,

Tenn din voar ma gourc'hemen, 'n'eur guer a vezelour,  
An daouzec colonen hir-ze pere oll a antour  
Ar golonen principal distag ann eil deuz he-ben,  
Mar manquez voar da galcul me neuz pardonnin quen.

Voar ma guir c'hoaz as pedan da dennan din ive,  
Voar ar veign, coad pe baper 'n daouzec abostol-ze  
Pere holl a bartajfomp en diferant loden,  
Me gred e maignt oll separ voar bep a golonen.

N'eo quet avoalc'h quement-se red a vo c'hoas Morvann  
Ober ive ar voyen da denna ar rubann,  
Pehini gant he scritur brillant hag ajouret,  
Hen deuz bet ar groaz caer-man en he stum serpantet.

Quent 'vit couitad croaz santel placen caer ar Vali  
Ma El mad, ma guir vignon, a ro din eunn ali,  
Da gomz d'ec'h deuz ho tisquib ann outro Daniel,  
Pastor enn ker Lannhuon d'eur bopl vad ha fidel.

Laret en deuz bet dime, dre he alio mad,  
Donet, a greiz ma c'halon, prim da drugarecad  
Ar pastor-ze quen meulab, quen dous ha quen tener,  
Rag bet ez eo, croaz santel, goel vad enn ho quenver.

M'ar goc'h 'ta en Lannhuon quen mad etablisset,  
D'ann outro Mær ha dean quemen-se tamalet  
Hag ive d'ann ineo, meulab ha generus,  
Pere en ker Lannhuon, 'vit guir, a zo nombrus.

Scuillet 'ta, oh croaz santel ! ho penedicsion  
Voar ann oll habitantet a ger vad Lannhuon ;  
Ha na bermetet james, 'n toez ar sieclo oll,  
E teufe hep-quen eunn ine er ger-ze d'en em goll.

Adieu dec'h 'ta croaz santel, adieu, quen-a-vezo,  
C'houi pehini a raviz en peb coulz ar zello,  
Gant guir regret divoarnoc'h me lem breman ma zell  
'Vit monet c'hoaz da vale beteg ar broyo pell.

'Barz ann nord, c'hoaz a voelan, a zo eur c'hoar dezi ;  
Bet en Exposition en Paris evelthi,  
Ha pinin a zo ive brillant e zoaleten,  
Gant ar gaer eo a lugern en guiz d'eur stereden.

A c'hent all ar groaz caer-ze a zo c'hoaz decoret,  
Ive deuz a daou statu charmant braz en guenet,  
Ouspenn, c'hoaz e deuz ive 'vel e c'hoar zicouret,  
Rein d'Hernot ar vedalien ebarz enn aour forget.

Deuz ann nord en em dennomp prontamant en Plemi,  
Eur groaz caer a vision a voelfomp c'hoaz ennhi,  
Zavet evit gloar Doue gand ann ineo mad,  
Pere oll a blich d'eze renta honor d'ho Zad.

Plemi brema couiteomp ha demp-ni da Bleuueur ;  
Ar bempvet croaz a voelfomp ive c'hoaz en he fleur,  
Zavet evit gloar Doue hag ive gloar Mari,  
Gant ann ine ar goellan a galon meulomp-hi.

Deuz a Bleuueur 'ta breman demp-ni da Blaniel,  
Ha rentomb oll ar zalud d'hon gouir vignon fidel.  
Pinin 'bars enn Kerrescant a ra e zemeurans,  
Rentomp dean a galon mil a mil reverans.

Oh caeran croaz a voelan eno voar goste 'n hent !  
Pa dremenan ar c'halvar, na voelan nemert sent,  
Mès pa c'han eun tamm pelloc'h, oh ! me a voel ar groaz,  
Ia, unan deuz ar c'haeran e meuz goelet biscoaz.

Ar groaz-ze quen admirabl a quen caer en guenet,  
A zo gant Loll ann Troadec ha gant e c'hoar zavet,  
'Vit zicour ambellissan mui-ouz-mui Planiel,  
Pedomp Doue evit-he en peb coulz, pob fidel.

Deuz a Blaniel breman n'em dolomp en Hengoad,  
Ive Pierres Perrot, ann ine-ze quen mad,  
A deu gant joa da zevel eur groaz meurbet charmant ;  
Disquennomp en Poligne breman oll promptamant.

En Poligne a voelan gant calz a joausdet,  
Eur groaz dimeus ar c'haeran gant Hernot construet,  
'Vit dont da represanti maro ha pasion  
Jezuz Christ, hon redemptor, guir auteur hon ranson.

Chetu me, gant gras Doue, en Pleuveur 'n em rentet,  
Damdost d'ar guer hon ari, n'en d'hon pelloc'h nec'het ;  
Ar pezh zo zur d'ann draouien me a zo ari tost,  
Nann, n'en d'hon mui quen cant pas deuz a oblans Kerprost.

Chetu me en Pouloc'hi ho saludin ma zud,  
Dre-oll en Zant-Adrien ez eo redet ar rud :  
Iann Ar Minouz zo collet, tri pe bevoan miz so ;  
Mes dont a ran 'vit discoe n'en don quet c'hoaz maro.

Oh! caeran croaz a voelan, pemp-cant pas deuz ma zi,  
Zavet gant Jean an Heri, a galon meulomp hi,  
Ha gant he bried charmant, Humili Jezequel ;  
Nann, na c'houlan quet goelet anezhi o vervel.

Deuz a Bléuveur, 'ta breman, 'n em dennomp d'ar Squiffiec,  
Famill meulab Botho-a, skoer vad dimp a brezec,  
En lec'h eur groaz a voelan en deuz bet zavet diou ;  
Mar g-eo Jezuz enoret, oh ! me voar rez gand piou.

Evit Caen, en Normandi, me a voel c'hoaz eunn all  
Brillantoc'h 'vit ar steret, caeroc'h 'vit ar c'bristal,  
Na skouisfen quet o sellet epad eur bla outhi,  
Gand eunn immens a ilieo a ra an dro dezhi.

Dirag eur groaz-se, quen caer, breman me 'n em brostern  
'Vit rentan mil reverans d'ar gurunen a spern  
Pehini a gurunaz goechal penn hon Monarq :  
Deuz a ze na gredan quet a vemp-ni c'hoaz discarg.

Chetu me breman ive, a greis-tout, en Coutans  
En pelec'h c'hoaz a rentan mil a mil reverans  
D'eur groaz caer a zo eno gand he fontif zavet,  
Da laret eo : he c'heskop hag he mignon caret.

Quen a vezo a laran d-ar groaz-se, quen divin,  
Red eo dime 'n em denna en Plouneve-Quitin  
En pelec'h c'hoaz a voelin eur groaz, meurbet charmant,  
Brillant, en guis d'ar stered ebars ar firmamant.

Ac'hane en em dennan, breman, da Zant-Albann,  
En pelec'h c'hoaz a voelan ar rimer Minouz, Yann  
Ho tonet da gontempli eur groaz, caer a neve,  
Construet en ti Hernot, gouir vignon da Doue.

Deuz a Zant-Alban, breman, demp da Goz-Vourg-Quitin  
En pelec'h, c'hoaz a voelfomp, quen 'vit ma vezo fin,  
Eur groaz, dimeuz ar c'haeran, gand Hernot construet,  
Ia, dre ma z-eo Jezuz hag hen gouir vignonet.

Couiteomp Coz-Vourg-Quitin, breman 'ta, p'ho pedan,  
Me fell din en Louanec, promptamant 'n em rentan,  
En pelec'h c'hoaz a voelin eur groaz caer a neve  
Hanvet croaz ar mission, pe croaz ar jubile.

Abalamour d'am c'hantie a respectan ar plas,  
Me gred ann outro Biler a zo dign deuz a c'hras ;  
Rentomp honor da Vari, hag an deiz hag an noz,  
Ha lezomp ar protestant d'ober dimp-ni penn-coz.

N'allan quet pell dalcin ebarz ar plas caer-man,  
Pa zellan ouz he berred, out-hi en em domman,  
Ia, dre ma voelan enn ti eur groaz caer binniguët  
Pehini a zo dezi, gand Hernot, quiniguët.

Mar choman pell er plas-man ouzin a vo despet,  
Da viquen ouz Pleuveuris me em bezo respet :  
Ar c'hoec'hvet croaz a voelan oc'h antren 'n ho douar,  
Mes goassan tra a gavan, eur groaz n'eo mui calvar!

Salud dac'h, croaz venerabl, da Jezuz mignones,  
Petra benag ma rojoc'h dean mil dienes ;  
Ouzoc'h fell din 'n em stagan hag ann deiz hag ann noz,  
Hep pelloc'h quen hirvoudi, gant ar c'hun d'am c'hroaz coz.

Mil melodi, a galon, d'ann outro mad Remond,  
En Pleuveur quentan cure, rak d'ann diaoul affront  
Coulz memeuz evel brezel hen a deu da rentan.  
Oc'h ober he oll bossibl 'vit hon embelissan.

Deuz a Bleuveur 'ta breman, d'emp-ni da Guemperven,  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp, gand joa vraz, christenien,  
Eur groaz caer a vision ive etablisset,  
Goude bean, gand Hernot, en mineres sculptet.

Couiteomp crenn Quemperven, breman me ho supli,  
En Lezerdreon 'n em dennomp, joauz ha dizoursi,  
Da voelet ar groaz caer ze a zo zavet eno  
Gand Franses Ar C'halennec ; greeomp he elojo :

Franses c'hoaz a zant ive ann tam a Bleuveuriard ;  
Petra benag emezan ma z-eo Lezerdeoyard,  
He vreur, Ervoan, zo duman d'ann iliz tresorier,  
Hag a zavo c'hoaz unan, en ze me a esper.

Troomp queign, eta breman, da barous Lezerdreon  
Ha d'emp-ni d'en em rentan en parous vad ann Treon,  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp, ebars ann harmoni,  
Eur groaz neve dediet d'ann outro mad Kerigui.

Chetu me ive breman, gand konzolasion  
O rentan gand joa 'r zalud da Laurens Ar Peron  
Pehini, 'vit gloar Doue, zicouret deuz he c'hras,  
A zav ive eur groaz caer en parous vad Plougras.

Breman da ger a Uzel a renqan c'had-retorn,  
'Vit ma rin d'an oll goelet, aman dre ma scrid dorn.  
Penez c'hoaz a zo eno antreprenet diou groaz,  
Nep-a-gar, en ti Hernot, ec'h all ober e choaz,

Deuz a Uzel, 'ta breman, d'emp c'hoaz da Drogueri,  
Eno, a voelfomp ive, ebars en harmoni,  
Eur groaz dimeuz ar c'haeran, construet a neve,  
Da famill Ar C'halennec, croaz caer ar Jubile.

Ya mar zo eta manet c'hoaz unanic benag  
Ho vean ouz ann arc'hant hag ann aour eunn tam stag,  
Hep cavet deuz he groajo, me gred hep dale pell,  
Ho defo oll diouthe, nouffengt biquen cad goell.

## AR RESTAURASIONO

Breman, pa meuz dac'h citet eur gont deuz ar c'hroajo,  
A fell din ive sitan ar gont a statuyo  
Pere en deuz groet Hernot; mes oll, da c'hortoz-se  
He restaurasiono brudomp, dre oll, ive.

En Tremel a remerqan eo deut da restaurin  
Eur c'halvar, deuz ar c'haeran; ha c'hoaz, gant ma c'hredin,  
En deuz ive c'hoec'h rozen d'an iliz construet :  
Labourio oll curiuz ha charmant da voelet.

Ac'hane en em dennan da Loguivy-Plougras  
En pelec'h, gant plijadur, a possedan ar c'hras  
Da donet da depeigni, dirazoc'h a neve,  
Ann oll gonstrucSIONO groet gand Hernot ive.

Eur groaz dimeuz ar c'haeran, quement-man zo gouirion,  
Hag ive c'hoaz daou biscin en Zant-Emilion  
Hernot en deuz construet; chetu-an, breman c'hoaz  
O tonet da restaurin ar groaz caer en Plougras.

Ac'hane en em dennan, n'allan pelloc'h en nac'h,  
Da restorin ar c'halvar en parous vad Plourac'h,  
En pellec'h a remerqan eur pez caer a labour :  
Da laret eo ar flechen groet gant Hernot d'ann tour.

Cbetu me n'em gad breman, red eo din en laret,  
Da renta pevoar fiscin en iliz Plouaret,  
Ac'hane en em dennan, hep bean tamm mezec,  
Da furnissan ar rozen da iliz Lohuec.

Aman c'hoaz en em gavan gant caeran monumant  
En deuz restoret Hernot en n'hon departamant :  
Situat en Lanriven, ar c'halvar eo c'honneur,  
Ia, unan deuz ar c'haeran a zo n'hon dioces.

Brema 'ta da Zant-Pever 'n em denfomp ac'hane,  
Goude c'hoaz en em gueffomp er C'hoz-Varc'hat ive  
En pelec'h a remerqfomp, gand calz a blijadur,  
Diou fons caer a vadeien construet gant-han, zur.

Ker-kent, barz en Tonquedec, a ran me ma antre,  
Eur fons caer a vadeien, ebars ar plas caer ze  
Hen deuz bet c'hoaz furnisset; hag ar pez a zo gouirion  
Eunn all ive evel-than en Zant-Emilion.



Breman 'ta, 'vit per glozan ma resitasion,  
Disquennomp 'barz en Lanomp, pe gentoc'h Lanvolon;  
Eno ive a oelfomp, gant calz a joausdet,  
Eur fons caer a vadezian, gand Hernot, construet.

Enn Plouillo eunn oter enn deuz c'hoaz construet,  
Pinin deuz a varchenno 'n em gav accompagnet,  
Eunn all a ra, enn Goengamp, ive enn minerez;  
Hag eunn ail enn Kerduel brillant 'vel ar perlez.

Ker-kent c'hoaz en Goerlisquin, gant joa vraz hen goelan,  
Ho construin eun oter dimeuz ar charmantan,  
Pehini en deuz forjet a tennet deuz he benn,  
Ouspenn, ez eo construet ive c'hoaz enn marbr goen.

Breman, ive hen goelan, oc'h ober c'hoaz eunn all,  
D'ho baeron mad Zant-Ervoan, pehini 'ta goechal,  
En em gueve da brezec er ger a Lannhuon,  
Dre ma oa, en Louannec, avocat ha person.

Allaz! forset hon breman, evit mad, da chanj rout,  
Red eo dime 'n em rentan promptamant en Coadout,  
En pelec'h a remerquan, gand admirasion,  
Eur fons caer a vadezian, groet c'hoaz en Lannhuon.

Brema ive, ho pedan, m'ar be ho madelez,  
Da dont da gleved sitan ped statu minerez  
En deuz Hernot construet, aboa ma z-eo sculpter,  
Ar gont a zo goel nombruz, jileoet ma breudeur.

Daou statu ar charmantan, hag ive c'hoaz eur c'hris,  
'Vit arc'hescop mad Raon, ia, hep bean lam trist,  
Hernot hen deuz construet hag ouz 'n em ober-ze.  
Eur vedailen enn aour pur, adare a c'hone.

Daouzec abostol, ive ebarz en minerez,  
Hernot en deuz construet ouspen c'hoaz eur Voerc'hez,  
Evit donet d'ho flassan enn cathedral Treguer,  
En dro d'a fons badezian, Doue, pebez caerder.

Goude bean construet ann daouzec abostol  
A bere a meuz comzet, eur zant Per, eur zant Paul,  
Hernot, ive a gonstru, 'vit parous Zant-Laurans,  
Oc'h ober treo quen charmant, mui-ze cresquo he chans.

Deuz a Zant-Laurans breman, demp-ni da Blouaret,  
Eur Voerc'hez ar charmantan, red eo din en laret,  
En portail caer ann iliz, gand Hernot zo plaset,  
N'ouffe netra a gueroc'h bean eno laquet.

Petra bennag ma c'hasten mui-ouz-mui ma labour,  
A renquan en em denna breman en Moncontour,  
En pelec'h c'hoaz a voelin gand admirasion,  
D'ann autre Zant-Mathurin eur bustr en mabre guirion.

Deuz a Voncontour, breman, demp-ni da Lannhuon,  
En pellec'h c'hoaz a voelfomp gant konzolasion,  
Portret charmant zant Jozeph, portret caer ar Voerc'hez,  
Portret divin ma Jezuz, oll groet enn minerez.

Pelec'h 'ta, enn Lannhuon, e man ann treo caer-ze ?  
Hep-dout, enn Zantez-Anna e queffomp aneze ;  
Ho terc'hel consortiach d'ar zant braz Augustin,  
Pehini zo, gand Hernot, construet c'hoaz en min,

Couiteomp ker Lannhuon, ha demp-ni da Bontreon,  
Breman, zouden e queffomp 'bec rivier Lezerdreon,  
Eur pont meign a dremenfomp, ha prestic d'ar goude  
A refomp ann dizoulou deuz a daou zant nevoe.

Zant Ervoan hag ar Voerc'hez eno ni a voelo :  
Unan peb tu d'ar barrier, plaset voar billero  
Ken 'vit antren en iliz d'ann oll hi rent vizit,  
Diouthe, Ervoan Hernot, a den gloar ha merit.

Pontreon breman couiteomp a demp da Landreguer,  
Eur zant Joseph a voelfomp, braz c'hoaz en huelder,  
Plaset, gand Ervoan Hernot, en Seurezet-ar-Groaz ;  
Pa zin me d'hi d'ar retret me rei diouthan ma choaz.

Deuz a Landreguer, breman, me barti promptamant  
Da blasan, enn Bolezan, c'hoaz eur statu charmant,  
Tennet, gand Hernot ive, ebars enn minerez :  
Ar statu-ze, ma breudeur, eo portret ar Voerc'hez.

Deuz a Volezan, breman, me a rei ma zisquenn  
En couent zantel Begard, hag a deu c'hoaz da lenn  
Voar ar figurio joaus. pere a zo eno,  
Gand joa c'hoaz eur zant-Zalver ive me a voelo.

Pelec'h, eta, pec'herien, ez oc'h zivoas manet ?  
Eur pastor-ze, quen tener, mil goech neuz ho calvet :  
C'hoaz a red scouarn vouzar divoallet, mar queret,  
Rak na vo quet inutil ar boan enn deuz zoufret.

Breman, dimeuz a Vegard, me ia c'hoaz d'ar Poithou :  
Da rentan d'ann duc mad-se, gand joa, eur rendez-vous ;  
Ann duc des Cars henn c'hanvan, c'hoaz enn brezonek,  
Rak n'allan, zivouas ! riman ervad 'barz enn gallec.

Ann outro mad-se ive, quen sur a quen parfet,  
Henn deuz c'hoaz, digand Hernot, enr statu caer prenet  
'Vit henorin ar Voerc'hez. hon mamm garantezuz,  
Pehini hon recomand bemdeiz oll da Jezuz.

Deuz ar Poithou 'n em dennan rak-tal en Finister  
Evit ober ma zisquen, gand joa c'hoaz, enn eur ger  
Hanvet Saint-Paul-de-Léon, en pelec'h a vo dan  
Construet pevoar statu dimeuz ar re goantan.

Deuz a Saint-Paul, 'ta breman, d'emp-ni da Vontroulez  
Ma voelfomp eur zant Elie, sculptet enn minerez  
Gand ann outro braz Hernot, sculpter enn Lannhuon :  
Eur voel hep-quen diouthan a ravis ar galon.

Pelec'h 'ta, enn Montroulez, a man ar zant caer-ze  
Pehini a enorer, gand respet braz, noz de,  
Nemet hep-quen 'n eur gouent, pinin zo dediet  
Gand Jezuz ha gand Mari d'ar C'harmelitezet.

Breman 'ta montroulezis me a gouita ho ker  
'Vit monet da Landreguer, ker-kent d'ar seminer  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp eur pezh labour charmant  
Pinin zo talvezet da Hernot calz arc'hant.

Ia, er plas caer-man ive, coulz evel enn Begard,  
Le grand sculpteur Yves Hernot a jeté ses regards,  
Red a vo din, emean, ober c'hoaz eur Zalver  
'Vit donet da viniga golach vad Landreguer.

Deuz a Landreguer, breman, d'emp-ni da Blaniel  
Enn pelec'h c'hoaz a voelfomp Mari, hon Mamm zantel,  
Decoret deuz ar statu dre vertu Lanascol :  
Ann ine-ze, quen devot, en peb coulz em c'honzol.

Deuz a Blaniel, breman, d'emp-ni d'ann Trapistet  
Eno ive a voelfomp ar Voerc'hez biniguet  
Dimeuz ar c'haer a statu e gand gloar c'hoaz decoret  
Belle-Fontaine a respet Mari, hi he Mamm bepret.

Deuz ann Trapist, 'ta breman, partiomp oll rak-tal  
Da zaludin, gand respect, Itron vad Belizal  
Damdostic da Voncontour a ra he demeurens,  
Bemdeiz ive d'ar Voerc'hez a rent mil reverans.

Oh ! ma voelfac'h eur statu a zo dei dediet  
Gand Hernot, a Lannhuon, a vanfac'h estonet :  
Dond a rajac'h da zonjal donamant enn ho speret,  
Penez eo gant Mari, a dra-zur, zicouret.

Couiteomp crenn Belizal ha d'emp da Blouezec,  
Enn pelec'h, c'hoaz a voelfomp, abeurs tud speredec,  
Eur labour deuz ar c'haeran hon deuz biscoaz goelet ;  
Ia, ho clasq comprenn enn-han a skouiz re ma speret !

Tri c'hroup evit ann iliz me a meuz remerquet,  
En pere 'ta a voeler hon Zalver biniguet  
Ho pedin ar vugale da dostad oll dean ;  
Ann taer vertu eur Voerc'hez ive c'hoaz a voelan.

Breman, entrezeg Guenet, Hernot, ni 'n em denno,  
Ebarz enn Zantez Anna, ive ni a voelo,  
Daou statu deuz ar c'haeran, guenec'h c'hoaz construet,  
Mamm goz Jezuz a laran, hag he Merc'h biniget.

Goude bean 'ta sitet ar gont a statui o  
Pere enn deuz groet Hernot, contomp c'hoaz ar beio  
Pere a zo remerquabl evel ma z-eo bez Durand  
Ha bez ann ine mad-se, ann outro Ar Briand.

Durand, 'barz enn Landreguer, a voeler daoulinet,  
'Vel enn guis d'ar Zeraphin voar eur min binniguet  
Pinin a zervich dean, en gourirone, da ve;  
'Barz enn Goengamp Ar Briand a zo c'hoaz er guiz-se.

Quen evit avans pelloc'h groeomp ive memoar  
Deuz ann outro Ar Mintier, zavet quement enn gloar,  
Dre vertu ar burzudo hen deuz bet opperet,  
Nann, biquen an den mad-se n'en dei deuz ma spered.

Oh ! caeran bez a voelan d'am fastor construet  
Gand Hernot, a Lannhuon, eunn den quen renomet,  
Na scouisfen quet ho seliet en pad ar bla d'hen cad,  
Quement-se dimp a discoe penoz eo tennet mad.

Enn Pempoul c'hoaz a voelan ann outro mad Ar Moy,  
Voar he vin bez gourvezet, oh Doue, pebez joa !  
A zantan me em c'halon hag en deiz hag enn noz :  
Pa voelan meign ho luc'han calz caeroc'h 'vit ar roz.

Demp c'hoaz da Gastelaudren ive hag a voelfomp  
Eur bez hag a admiro deuz a galz ac'hanomp ;  
Rag eno a remerqfomp ann outro Alibar  
Voar he vin bez gourvezet, en guiz d'eur zant hep-mar.

Demp c'hoaz da Bleumeur-Bodou, en chapel Kerduel,  
Eno ive a voellomp, gant joa vraz pobl fidel,  
Daou statu ar charmantan hag eunn enfeu gothiq,  
Destinet d'ar personac'h quen mad, quen pinvidic.

Ar monumant quen charmant a zo bet destinet,  
D'ar general Champagni, d'he guerent desedet ;  
Couiteomp 'ta anezho gant glac'har ha daero,  
Leveromp peb a beden c'hoaz 'vit o c'hineo.

Breman, deuz a Gerduel, demp-ni da Blouaret,  
Bez ar pastor mad Denez a renquan c'hoaz goelet,  
Rag me glev ez eo ive voar he vez daoulinet,  
En guiz d'ann outro Durand ha non-pas gourvezet.

Ac'hane en em dennan promptamant da Baris,  
En pelec'h a remerquan gant calz a charmantis,  
Eur monumant ar c'haeran gantan c'hoaz construet,  
*Père La Chaise*, ma breudeur, eo hano ar veret.

Deuz a Baris 'ta brema, ive n'im n'em denno,  
D'ar ger vad hag a c'hanver ar Ville-Neuve-Sur-Lot,  
En pelec'h c'hoaz a oelfomp eur gaer a vonumant,  
Dediet da Rochemont er goec'h-all c'hoaz commandant,

Deuz ar Ville-Neuve, 'ta breman, d'emp-ni c'hoaz da Agen,  
En pelec'h a remerqfomp gant joa vraz christenieu,  
Eur monumant ar c'haeran, pehini zo didiet  
D'ar poët braz pehini a zo Jasmin hanvet.

Deuz ar Sur-Lot, 'ta breman, d'emp-ni holl da Raon,  
Ann outro Tibault, ive, da Zant-Zalver, person,  
A voelfomp c'hoaz decoret deuz eur gaer a vin be,  
Dre ma z-eo mad respetet gant ann dud er ger-ze.

'N'er memez ker a voelan ive eur bez caer all,  
Dediet d'ann aumonier dimez ann hospital  
Hanvet ann Incurapl-t, he hano zo La Croix,  
Ar goel deuz ar bez caer-ze, da bep den a rent joa.

Ouspenn c'hoaz a remerqfomp ann outro mad Ceillieur  
Deuz ann anregistramant, en Raon, directeur;  
Destinet dean ive eur gaer vonumant  
Pehini zo a hend-all admirabl ha charmant.

Enn Raon c'hoaz a remerqfomp ive, gand calz a joa,  
Eur gaer a vonumant d'an outro mad Brescha,  
Pinin, enn eur styl gotiq, a zo bet labourer  
Gand Hernot, a Lannhuon, deuz he dud zicouret.

Breman dimeuz a Raon 'n em dennomp da Erne  
En pelec'h c'hoaz a voelfomp eur bez, caer a nevoe,  
Destinet, gand joa ive, d'ann outro mad Germond;  
Breman, rak-tal d'ar Squiffiec, allas! a renqan mond.

Eno ive a voelfomp ann outro mad Duval  
Voar e vin bez gourvezet, zaludomp-an rak-tal,  
Rak, me gred, 'barz enn envo a ra he demeurans;  
Rentomp eta d'he statu mil a mil reverans.

Enn Neuilly-en-Tell, breman, a renqan c'hoaz monet  
En pelec'h, gand plijadur, ec'h-allan 'ta goelet  
Eur monumant ar c'haeran zo dezi construet  
Gand Hernot, a Lannhuon; caeran tra! da voelet.

Pedomp Doue, ma breudeur ive ma c'hoarezet,  
En peb coulz 'vit ann dud-man a bere a meuz comzet,  
Gras d'he oil da jouissan deuz gloar ar baradoz,  
Ha gras dimp c'hoaz da vonet d'ann evo da repos.

Na ran fors mui da veio, na hanvou n mui c'hinin,  
Hir avoalc'h eo ma labour, red eo dime zentin,  
Eunn tam ouz mouez ar rezon ha dont da finissan,  
Quen a vo eta Hernot, quen a vo ar c'hentan.

Couscoude zur ma teufe re pere d'ha c'houlén,  
Piou a zo d'am c'hanaouen ar veritabl perc'hen,  
A ve mad din lavaret piou eo 'r c'hompositer,  
Iann ar Minouz enn c'hanvoan, deuz a Bleuvoir-Gautier.

Olier Ar Bolc'h, marteze, na gredo quet d'am gir,  
Hag a glasco c'hoaz breman, memez hep dale hir,  
Ober ive da c'homan, 'vel da *Vue Mari*,  
Couscoude na c'houlan quet discrigui diouti.

E c'han 'ta da achui breman ma c'hanaouen,  
Ouz 'n em zouetin d'Hernot, ha d'he ouvrierien,  
Coulz evel d'he vugale, bonheur a prosperite,  
D'he Itron, gant joausted, a souetan ive.

Dreist-oll, c'hoaz a souetan d'he vap quer Jean-Baptist,  
Ar c'hras ive ma chomo eur guir vignon d'ar C'hrist,  
Annez-se na voelan quet caer en deuz studian,  
A lequefe he labour biquen da fleurissan.

Gant Doue ez eo galvet da donet 'vel he dad  
Da labourat ar veign en croajo ha statuyo dalc'hmad ;  
Pedomp Doue evitan, he henoromp dre e studi,  
Scol ar Beaux-Arts en Paris 'n euz cresquet he geni.

Ia, bezan, bag en iaouanq, hen deuz ar vedailen,  
Resevet 'barz ar scol-ze, guir vam ar sclerijen,  
Quement-se dimp a discoe oll consolasion,  
Na varvo quet ar santier c'hoaz en ker Lannhuon.

IANN AR MINOUZ.


---


*Propriété de l'Auteur.*

---

---

LANNION, IMPRIMERIE VEUVE LE GECFFIC, LIBRAIRE.





LABOURICQ'S EXPOSET, GAND ERVOAN HERNOT,  
ENN EXPOSITION VRAZ ZO BET ENN PARIS ER BLA 1867.